

— 254 —

En **Kercabin** a zo eur gambr  
 Carget a **walijer** arc'hant,  
 Gwalijer arc'hant ha re aour,  
 Ewit trompla ar **merc'hed** paour.

**Intanvez** PASSÉ. — *Runan*, 1884.

---

### VARIANTE

Une leçon donne le refrain suivant :

Na gambriole**t** ket, merc'hed,  
 Na gambriole**t** ket.

Na 'n eus plac'h iaouanc en Plouëc  
 Na deus en Kergabin cousket,  
 Met mates vihan Coat-ar-Zant,  
 Hag ar gemenerès iaouanc.

Na 'n eus plac'h iaouanc en Plouëc  
 Na deus en Kergabin cousket,  
 Met honnont, Fantic ar C'harseur,  
 Pehini 'zo bet er C'hoat-Meur.

---

## CLOAREC ROZMAR<sup>1</sup>

### I

Me glew ar c'hloarec o c'huistellad,  
 O lacad an dour war brat he dad,

Na mil vad a ra d'in hen clewet,  
 Da c'hortoz an amzer d'hen guelet.

Pa 'z ia ar c'hloarec d'ar pardonniou,  
 Ve ar muscaden en he votou;

<sup>1</sup> Il y a une maison noble de Rozmar, à Quemperven, arrondissement de Lannion.

— 255 —

A Kercabin, il y a une chambre  
Toute pleine d'anneaux d'argent,  
D'anneaux d'argent et d'anneaux d'or  
Pour séduire les pauvres filles.

Veuve Passé. — *Runan.*

---

### VARIANTE

Ne cabriolez pas, filles,  
Ne cabriolez pas.

Il n'y a jeune fille en Plouëc  
Qui n'ait à Kercabin couché,  
Sauf la petite servante de Coat-ar-sant  
Et la jeune couturière.

Il n'y a jeune fille en Plouëc  
Qui n'ait à Kercabin couché,  
Sauf celle-là, Françoise le Carseur,  
Laquelle a été à Coat-Meur. <sup>1</sup>

---

## LE CLERC DE ROZMAR

### I

J'entends le clerc siffler,  
En mettant l'eau sur le pré de son père ;

Et (cela) me fait mille biens de l'entendre,  
En attendant le temps où je pourrai le voir.

Quand va le clerc aux pardons,  
Il a de la muscade dans ses chaussures ;

<sup>1</sup> Coatmeur, dans la commune de Landébaeron, canton de Bégard, (Côtes-du-Nord.)